


**MAGDY BELLEGO-MALRIEU
GWENGAMP**



BUEZ



SANTEZ GENOVEFA A VRABANT.

Var an ton ordinal.

Me ho suppli, compagnuez,
Da glévet cana eur vñez,
Da Genovefa e zeo gret,
Melezour d'an Itronezet.

A Vrabant e oa guinidic,
A lignez nobl ha pinvidic ;
Christenez mad e voa ive,
Guir zervicherez da Zone.

Pa voa en e bugaleach,
Hi a garrie an hermitaci ;
En eur c'horn a jardin e zad,
Nemet eno n'em gav er vad.

He mam ouz e c'honsideri,
Eun deiz a c'houlnnass outi :
Penos, va merc'hie hermites,
Ha ne deuet-hu qet d'ar pales ?

Va mam, e cornic ho jardin
Me a meus eur boqet divin :
M'em eus eno eur melezour,
An autre sant Yan-Badezour.

Allas ! va merc'hic, emezi,
C'houi n'en d'oc'h qet evit souffri ;
Ebars en dezert e zeus poan
Ne andurfec'h qet, a gredan.

Caeroc'h egueùt fourdilizien
E voa'r plac'h-má, a dra c'erten,
Quen a deuet da vit e foltret
Da gass d'an noblanç da velet.

Eur Palatin, Siffroi hanvet,
He renomme en deus clévet,
Hac a zisquennas en Brabant
Gant eun equipach excellant.

Ractal vel ma voe eruel,
E ty e zad en em rentet,
En em bressantas er pales,
Saludi'r Prinç hac ar Brinces,

Goude o beza saludet,
E mennad en deus goulennet,
M'en dije ar Brinces yaouanq
Qent eguet monet a Vrabant.

He zad dont da gonsideri
E voa avantagus ar barti,
A roas carg d'e mam neuze
Da c'houi hac hi a zemeje.

Va merch'h, prest en em breparet,
Eru zo eur Prinç d'ho quelet ;
Eur Palatin a voad huel,
Quender-gomez d'an Impaler.

Me ue meus nemet seitec vloas,
Ha dre ze oun re yaouanq c'hoas,
Ne doun c'hoas nemet eur buguel
Da vont e suit an Impaler.

Evel an eol pe ar c'histal,
Ec'h antreas ebars er zal,
Ar Palatin zo estonet
O consideri e guenet.

Gant enor ha perseveranç
Ec'h eure dezan ar reveranç ;
He furnez hac he modesti
A voe meurbet d'e fantasi.

Mæs pa voe parlantet d'ezi
Var ar sujet d'e dimezi,
E chenchas a liou he bisach,
Ar Palatin eu remercas.

Ne oufse den consideri
Peguement a velanconi
A gonserve ar Palatin,
Gant aoun caout refus diouti.

Eur mis anter e zeo padet
Solenniteou an eured,
Ar zonnerien, ar bal, an danç,
Visitou bemdez gant noblanç.

Siffroi, c'houi oc'h eus eureujet
Ar gaëra demeus ar merc'het,
Evit monet ganec'h d'ho ty :
Diouallit ne dese anui.

Birvioken anui ne devo,
Evit queit a ma vezin beo :
Ne get evit cavel anui
He goulennan da zont d'am-zy.

Siffroi o veza preparet
Da vont da Treves gant e bried,
A voe gant e dad recevet
Gant cals a joa hac a respect.

Daou vlaves anter e zint bet
Heb bea gant metra tourmantet ;
Bras e voa ar fidelite
A voa etre'n daou bried-se.

Qen a déuas Abderame,
Eun adversour bras d'ar Roue,
Da bromeli a dra certen
Massaci an oll gristenien.

Biscoas distruch a zoudardet
Evit eur vech na voe guelet :
A dal Sodom a Bethsabe
Bete Tour e bad e arme.

Tri-unguent mil a zoudardet,
Ha daouzec mil a zragonet,
A voa gant Martel dirac Tour,
Ha c'hoas e c'houlenne sicour.

Scrisa a eure d'an noblanç
A Alamagn, a Spagn, a Franc,
Dont d'asista Charles Martel,
A voa general er brezel.

Siffroi, unan a re vrassa,
A varche ive da guenta,
Hac e voe dezan d'iscrifet
Monet gant an Alamagnet.

Siffroi, al lizer pa velas,
Genovefa a confias,
E dieuez, e oll vadou
De gonsidant hanvet Golo.

Neuze, pa voe prest e arme,
E partias en han' Doue,
Hac e voe gant Martel recevet
Gant calz a joa hac a respect.

A drugarez an Eternel
E deut ar victor gant Martel ;
Abderame zo bet lazet
En Tour, hac e oll zoudardet.

Pa voe achu ar gombat-mâ,
Da velet e Géouvez
En devens digasset Siffroi
E zjentil hanvet Lanfroi.

Itron, cetu amâ qêlou,
Lizeriou digant un Autrou ;
Er paqat e zeus eur presant
A dal eur som bras a arc'hant.

Lavarat a ra d'an Itron
E za'n Autrou da Avignon
Ha da Narbon, vit quemeret
Roue bras ar Sarazinet.

Evel ma clevas qementse
E zé c'hoas è goas d'an arme,
E scrifas buan dre Lanfroi
Eul lizer goal drist da Siffroi.

C'houri, Siffroi, a zo en arme,
En danger bras eus ho pue ;
Mæs ho Genovefa a zo
En quer bras danjer gant Golo.

Penevert ne meus qet a chouant
Prononci comzou insolant,
Me lavarfe ar proposiou
A gléo an Itron gant Golo.

Golo a voa eun intendant
A voa bemde communamant
En compagnunez an Itron,
En despet d'he omnipion.

Tol eves, papillon bian,
Rac na ves losquet gant an tân,
An tân eus an impurete,
A so es calon nôs ha de.

Ma sonfes en devotion
Hac en modesti an Itron,
Ne laqafes qet da speret
Da garout nep na skaro qet.

Pa vel eryl ar mechant-mân
N'el qet deceo ar Brincès-man,

Ar soupçon en deveus sonjet
Laqat en calon e fried.

Amâ eo guelet an impi
O commanç c'hoari e drajedi :
Embér e velfot, christenien,
E oll draitourach pen-da-ben.

Eur c'heguiner a voa en ty
A bell a voa o servichi ;
A voa caret gant an Itron,
Abalamour m'oа den guirion.

Reî a enre an Intendant
D'ar c'heguiner commandamant
Mont d'e ch'ampr, pa vije cousset,
Hac e laqat o c'hemeret.

Caér o d'oa'n daou innoçant-se
Qemer an douar hac an éc
Da zonet eno da destou
Eus a dreitourezou Golo.

Allas ! allas ! ouz ar gibet
Mervel, paour qez, a vez red :
Ni a rai pinijen hon daou
Eus a dreitourezou Golo.

Quemeret voe ar c'heguiner,
Hac en laqat prisoner.
Genovefa a voe laqet
Ebars an eur gambr alc'hueset ;
Eno e combatte oute,
Abalamour d'ar chastete.

Scriva ra Golo lizerou,
Da cass messajer d'an Autrou
Da lavaret voa decevet
Gant ar c'heguiner e bried.

Scrifa a eure an Autrou
Da laqat Drogan d'ar maro,
Laqat Genovefa ive
Er prison, quent ma éruje.

Pa voe bet pemp mis er prison,
Neuze vouilloudas an Itron :
Hep sicour, na goulou, na tan,
Hi a c'hanas he mab bian.

Incontinent ma voe ganet,
E gristen e deveus gret,
Gant aon na varvje diganti,
Hac en he hanvas BENONI.

Sevel eure Golo ar brud
Communamant etouez an dud
Penos Siffroi a voa beuzet
O songeal cavet e bried.

Cass a eure e vaguerez
Da c'houlen digant ar Brinces

Ma carje dont d'e eureudi,
E roje liberte dezi.

Ar Zantez a voe qelennet
Gant ar Rouanez eus ar bed :
Ebars er gampr pa antreas,
Eur façad dezan a roas.
Ennes eo ta al lealdet
A poa da Siffroi prometet !

Ma vijes fidèl, emezi,
Pa voas laqet da vestr em zi,
Te a vije recompanset
Pa vije éru va fried.

Eruout a ra lizerou
E tistro d'ar guér an Autrou :
Pa gléo Golo e teu ar C'homt,
E za da Strasbourg d'e rencontr.

Mont a ra da dy ar sorcerez
Hac a voa c'hoar d'e vaguerez,
Ha reî dezi aour hac arc'hant
Qement ha ma vije contant.

M'em eus eur melezour ardant,
Eme ar sorcerez mechant,
Hac a rai da Siffroi guelet
Ar pez n'en deo qet c'hoarvezet.

Pa voe sur demeus e affr,
E yas joaus ebars en kær ;
Ma voe gant ar C'homt recevet
Gant calz a joa hac a respect.

Neuse en tennas a gostez
Da c'hotout outan ar virionez
Var ar sujet eus e bried,
A rent e galon contristet.

Golo a lavaras dezan :
Ne douetit qet, emezan,
Demeus e infidelite,
A zo prejudic d'ho pue.

Ouspen, eme an den mechant,
Me anavez eur vreg vaillant,
A zisquezo en ho presanç
Qement zo grêt en hoc'h apsanç.

Siffroi neuze ouz e glévet,
A zo contantet e speret,
Evel darn eus ar gristenien
O tott da gredi sorcerien.

Monet a rejont assambles
O daou da dy ar sorcerez,
En eun toul dindan an douar,
Elec'h ne yoa nac eol na loar.

Ar sorcerez a allumas
Diou c'houlaouen gaér a goar glas,

Leiz eur bezel demeus a zour,
Laqat en nan eur melezour,
E ra dezan teir guech guelet
Ar c'heguiner gant e bried.

Neuze ec'h ordren da Golo
Da vont d'e laqat d'ar maro,
Hi hac he mabic Benoni ;
Ro dè ar maro a guiri.

Golo sur demeus e affer,
A zistroas joaus d'ar guér,
A lavaras d'e vaguerez :
Grêt ar vech-mâ eus ar Brincez.

Roet e setanç gant e fried,
Evit ma vezò distrujet :
Hi hac he mabic Benoni
A varvo sur em fantazi.

Eur plac'h yaouanc a voa en ty,
Eur verc'h dezi o servichi,
Touchet euz a gompassion,
A yas da gavet an Itron.

Allas ! emezi, va mestrez,
Grêt ar vech-mâ eus ho puez !
Deut é ar setanç gant Golo
Evit ho laqat d'ar maro.

Lavarit d'in, ma mignonez,
Petra'vo grêd d'am buguel quèz ?
Allas ! va mestrez, emezi,
Mervel a rai, qercouls ha c'houi.

Va mignonez, mar am c'lieret,
Grit eur blijadur em requet :
Digassis din liou ha paper,
Evit ma scrifin eur lizer,
Evit ma scrifin eur billet
Da laret adieu d'am pried.

Pa vezò Golo o coannia,
C'houi ello donet da vitâ,
Hac e deuler em c'habinet :
Eur c'houlz benac e vo cavet.

Adieu, emezi, ma fried,
Me ya d'ar maro en ho reget :
Biscoas ne meus grêt resistanç
Da souffri d'oc'h obeissanç.

Réi a eure an Intendant
Da zaou vevel commandamant
En eur c'hoat monet d'o laza,
Ha da zigas o zéod dezâ ;
Sevel a eure quent an de,
Ha cass gantan an daou den-ze.

Pa voent eruet er prison,
E voe divisqet an Itron,
E rojot dezi var e zro
Eur gos ventellic d'e golo.

Pa voant éru ebars er plaç,
Unan a denn e gontel noas
Evit laza e Benoni
Voa entre e divrec'h ganti.

Ne doa lavaret guir ebet ;
Neuze e commandas prezég ;
E za d'an daoulin diraze
D'o zupplia, en hanou Doue,
He laza quent e buguel,
Ne renqje qet diou vech mervel.

An daou servicher gant truez
A lézas gante o huez ;
Ha goude o zrugarecat,
Ec'h antreas don en eur c'hood.

En eur rivier pa drevenas,
Diamant Siffroi e daulas
Da redec gant an dour coulant,
Pa voa caus demeus e zourmant.

Evit, emezi, n'am bo qet
En hep fécon poan o velet
Ar merq-se eus hon union
Epad hor separation.

An diou nôs quenta ez eo bet
Dindan eun derven o cousset,
Hep souffri na poan nac annui,
Nemet damant d'e Benoni.

Eun druez a voa e c'hlevet,
Pa en em gavas dilézét.
Allas ! emezi, va buguel,
Er vech-mâ e ranqui mervel !

Guerc'hez Vari, petra a rin ?
Ne zeus mui a lez em peultrin !
Ne denn gantan nemet ar goad !
Ne gav mui eur strill a lez mad !

O va Doue oll-buissant !
Ho pet soign eus an innoçant :
Roit dezân ar mân da zébri,
Vel ma roït d'ar malvri.

Neuze e tisqen ar Verc'hez
Er c'hood da gavet ar Zantez,
Da zigass dezi eun heizez,
A voe d'ar buguel maguerez.

Quemerit ho mabic christen,
Ha deut da guichen ar feunteun ;
Cetu aze d'ec'h eun heizez,
A vo d'ho puguel maguerez.

Ar bleizi, al loened mechant
A voe dezi obeissant :
Bemdez e teuent d'e enori,
Ha da renta bizit dezi.

Er c'hood e voa eur porc'hel güez
A deue d'e guelet bemdez,
Da durial an douar dezi,
Da gavet qeler da zébri.

Pa voe an daou vloas tremenet
Eun Ael a so deut d'e guelet,
Hac a ro dei eur groas archant,
Hac eur crucifi olifant.

Courach, va merc'h, na scuizit qet,
Eun deiz e viot delivret :
Preparet eo ar gurunen
A yélo eun deiz var ho penn.

Pa voe ar pemp blos tremenet,
Da ouëla eo en em lajet ;
Var e daoulin dirac ar groas,
Evelen outi e gomzas :

Penos, émezi, va Doue !
Hac er c'his-mân e chomin-me ?
Ha ne dê qet avoalc'h pemp blos
Da veza bet er poaniou bras ?

P'am be tânet hoc'h ilisou,
Ha renverset hoc'h auteriou,
Em bije ho coler appezet
Gant an daëlou a meus scuillet.

Petra, va Doue, a meus grêt
Da veza crenn abandônet ?
Dija e meus ancounac'h
An usach am boa da brezec ;
Mæs muia tra a gresq va foan
E zeo va buguelic bian.

Ar crucifi, dre viracl bras,
Evelen outi a gomzas :
Ha me, va merc'h, petra'meus grêt
Da veza ouz eur groas staguet ?

Guir eo ho mab a gresq ho poan ;
Va hini n'en dê qet bian,
Guelet va Mam, Yan, Madalen,
Rannet o'chalon em c'hichen.

Cetu ar Zantez consolet
Gant ar voez a Zalver ar bed ;
Ne c'houlen mui nemet poaniou
Hac ar c'hruella tourmarchou.

Pa voa eun devez an Autrou
O sellet eus e baperou,
Ec'h éruas gant ar billet
E devoa scrifet e bried.

Na ouffe den consideri
E c'hlac'hlar, e velanconi :
Tost e voe d'e galon ranna,
Pa lennas an tam paper-mâ.

Siffroi n'en deus mui a repos ;
 Na ell coussqet na deiz na nôs,
 Gant eur voez a lavar dezà :
 Te zo eun den ar c'hruella ;
 Te c'heus lazet da vab ena,
 Ha Drogan, ha Genovefa.

En em laqat a ras express
 Da vont d'ar chasse eun devez
 Ha ma rencontras eun heizez
 En rentas en coad ar Gomtez.

Er c'havèrn eo en em dec'het,
 A dreg quign ar Zantes cuzet ;
 Siffroi a voe estonet bras,
 Form eur femelen pa velas.

Pa velas form eur femelen,
 Hac eun heizez en e c'hichen,
 Eur voez a lavaras dezán :
 Siffroi, Genovefa houmàn.

Perac o'h aze er guis-se,
 Er form-ze gand e loened goue ?

Me zo eur vreg eus a Vrabant,
 A zo sez vloas zo en tourmant ;
 A zo sez vloas on retiret,
 Gant aon rac coler va fried.

Greg a Vrabant, din leveret,
 Ac'hanoç'h-hu pe hano a ret ?
 Genovefa e voant hanvet,
 Eur Palatin voa va fried.

Cri vije'r galon na vouelje,
 Tost d'ar c'havèrn nep a vije,
 Guelet ar Prinç hag ar Brinces
 A semplet o daou assambles.

Ha pa voent o daou dissemplet,
 Ar Prinç goulen eus e bried :
 Paléc'h e mân ar c'hrouadur
 En deus eun tad qen dinatur ?

Siffroi beo è dre c'hraç Doue :
 Cetu e vagueres aze...
 Incontinent pa zistroas,
 En e c'hichen en eur c'havas,

Hac eun dornad qeler gant
 Da rej d'e vam evit leina.

Ordren a ra d'e vevellou
 Mont d'ar guér da vit habijou,
 Hac eur c'haros equipet mat,
 Evit donet prest d'o c'herc'hat.

Bevet o deveus assambles
 Eur bloa gant calz a zantelez.
 Genovefa a zecedas,
 Ar Prinç ha e.vab a chomas.

Genovefa, ni o suppli
 Da gavet sonj ac'hanoç-ni ;
 Troit divarnomp an teir goaleen :
 Brezel, qernez, hac ar vocen.

Ma ejont o daou assambles
 Da dremen ar rest o bucz
 Er plaç ma voe Genovefa,
 D'ober pinijen ar vrassa.

AN ÆL HAC AR BUGUEL

Var ton : *Me meus choazel su- vestres euz escopli Treguer.*

Eun de, eur rosen sauvach
 En dour e n'eum zelle ;
 Ebars er fonç e imach
 Souplament a grene.
 Var bord an dour, eur buguel
 A jomme sebezet
 Ø velet an en huel
 Dre ar voas skeudennet.

• O me a gar ar vue !
 Eme ar buguel coant ;
 • An douar am galfive
 D'he fest rejoissant.
 Peger douç è en draouyen,
 Avel fresq ar mintin !
 Peger flour è ar spoën !
 Fleurisset è an thym. •

Neuze ar rosen sauvach
 D'an avel, en repos,
 A gonte, en e langach,
 E flïjaduriou nos.

Gant joa vras e receive
 Bep mintin ar glisen,
 Rayon an eol da greis-de,
 D'an abardaë brisen.

• Pa velan an al'hueder,
 Eme an innoçant,
 • O njil ebars en èr
 • Var zu an Orian,
 Ne garfen ket eveltan,
 Paschal ker lijer,
 Re douç è ar vue man,
 Vit beva tremener. •

Eun deillen sec'h, o kuea
 Deus eur brank anter glas,
 A lakas pront da rida
 An dour sclér eus ar voas.
 Ar rosen a lavare
 En enni e unau :
 • Ne garfen ket evelse,
 Distaga ker buan. •

• Paour kes fleur, eme eun Æl,
 Prest da vont d'an envou,
 Ar vue man zo henvel
 Eus eur mor a zéloù.
 Assambles gant ar rosen,
 E kemer ar buguel ;
 En eur zevel en noabren
 E can a voes huel :

• Evurus ar fleuriou tener
 Tennet, dre garante,
 Eus a zindan an domder
 A rog anter an de.
 Ar zé ven a deu buan
 Da fankat er vue ;
 Evurus ar buguel bihan
 Zo galvet gant Doue. •

P. DERRIEN.

(Propriété.)